



23, Straed Vras/Grand Rue
29150 KASTELLIN/Châteaulin
02.98.27.40.94
skol.kastellin@diwan.bzh

Skol Diwan Kastellin
École Diwan de Châteaulin

PEDADENN – INVITATION

C'hoant ho peus da skoliata ho pugale ha tro ho peus bet dija da soñjal e vefe mat enskrivañ anezho e-barzh ur skol divyezhek brezhoneg/galleg.

Laik, digoust ha kevredigezhel eo Skol Diwan Kastellin hag e kinnig ur gelennadurezh divyezhek dre un doare naturel hag efedus : ar soubidigezh.

Pedet oc'h eta da zont da welet penaos ez a ar skol en-dro da-geñver an :

Vos enfants sont ou seront en âge d'aller à l'école et vous souhaitez lui offrir la chance de devenir bilingue (breton/français).

L'école Diwan de Châteaulin, associative, gratuite et laïque vous offre un enseignement bilingue de qualité dispensé selon une méthode efficace qui a fait ses preuves : l'immersion linguistique. Elle permet aux enfants d'acquérir des compétences dans les deux langues de façon naturelle.

Nous vous invitons à venir vous en rendre compte par vous-même à l'occasion des

Dorioù digor

**D'ar Gwener 3 a viz C'hwevrer
(16e – 18noz)**

**D'ar Sadorn 4 a viz C'hwevrer
(9e – 12e)**

Tu a vo deoc'h kejañ gant ar vugale, o zud hag ar skolaerien a vo laouen o tegemer ac'hanoc'h. Stalioù livañ a vo kinniget d'ar vugale d'ar Sadorn .

Portes ouvertes

**Vendredi 3 février
(16h – 18h)**

**Samedi 4 février
(9h0 – 12h)**

Vous y rencontrerez les enfants, les parents et les enseignants avec qui vous pourrez échanger. Des ateliers peinture seront proposés aux enfants le samedi.

Etretant, m'ho peus goulennoù e c'hellit dont e darempred gant ar skol : skol.kastellin@diwan.bzh pe 02.98.27.40.94 pe gant servijoù Diwan o pellgomz d'an 02 98 21 33 69.

Pour tout renseignement, n'hésitez pas à prendre contact avec l'école : skol.kastellin@diwan.bzh ou au 02.98.27.40.94 ou avec les services de Diwan au 02 98 21 33 69.

Kinniget e vez e skol Diwan Kastellin ur c'helenn divyezhek dre soubidigezh evit mestroniañ buan ar yezh hag en un doare naturel.

Laik, digoust ha digor d'an holl eo ar skol.

Heuliet e vez programmoù an Deskadurezh Stad.

L'école Diwan de Châteaulin offre un enseignement bilingue par immersion permettant une acquisition rapide et naturelle du breton.

Elle est **laïque, gratuite et ouverte à tous.**

L'enseignement suit les programmes de l'Éducation Nationale.

Ur chañs eo an divyezhegezh abred evit ar vugale

Le bilinguisme précoce est une chance pour les enfants

Kreñvaet e vez an deskiñ galleg ganti, aesoc'h eo deskiñ yezhoù all ha diorroet e vez kalz a varregezhioù ha pa komzfe ar vugale brezhoneg pe get er gêr.

Il renforce l'acquisition du français, facilite l'apprentissage d'autres langues et développe de nombreuses compétences et ce, que les enfants parlent breton à la maison ou pas.

Deuit niverus da gejañ ganeomp d'ar 3 ha d'an 4 a viz C'hwevrer !

Venez nombreux nous rencontrer les 3 et 4 février !



Skol Diwan Kastellin

23, Straed Vras/Grand Rue
29150
Kastellin/Châteaulin



E skolioù Diwan e vez heuliet programmoù an Deskadurezh Stad en ur ginnig ur raktres dibar gwriziennet e sevenadur Breizh.

Les écoles Diwan suivent les programmes de l'Éducation Nationale et développent un projet spécifique qui fait toute sa place à la culture bretonne.